




Miz Santez Anna e Lann-Anna



2022

Le Mois de Sainte-Anne à Lann-Anna



Gant Tiegezh Santez Anna

Un tiegezh speredel evit dispakañ e vuhez kristen e sevenadur Breizh.

Une famille spirituelle pour épanouir sa vie chrétienne, enraciné dans la culture bretonne.

Adalek ar 1^{añ} a viz Gouere betek an 2 a viz Eost

A-hed ar mizvezh-mañ gouestlet da Batromez santel Breizh pedomp evit ma kendalc'ho Breizh da sevel he mouezh dibar e Kan ar Poblou.

Tout au long de ce mois consacré à la sainte Patronne de la Bretagne, prions pour que la Bretagne continue à élever sa voix sans pareil dans le Chant des Peuples.

* Bep Meurzh, da 9e nemet kard noz :
Chapeled darvestet, *Kevrinoù ar Pellgent*.

* D'ar Merc'her 6 ha 20, da 9e nemet kard noz :
Skol-pediñ santez Anna.

* Bep Yaou, da 8e noz : Beilhadeg azeulerezh.

* Bep Sul, da 6e d'abardaez : Gousperoù.



Du 1^{er} juillet au 2 août

* Chaque mardi, à 20h45 : *Chapelet médité, Mystères de l'Aurore du Salut.*

* Les mercredis 6 et 20, à 20h45, *Ecole de prière de sainte Anne.*

* Chaque jeudi, à 20h : *Veillée d'adoration.*

* Chaque dimanche, à 18h : *Vêpres.*

Ha bemdez, prantadoù pediñ evel boaz e chapelig Lann-Anna
gant ar Vreuriezh annezel.

Et tous les jours, temps de prière habituels à la chapelle avec la Fraternité de Vie.

.....
Naved Santez Anna : adalek ar 17 (gant al levrennig da brenañ e Lann-Anna pe da gavout war load Tiegezh Santez Anna) *Neuvaine à Sainte Anne (avec le livret en vente à Lann-Anna ou à suivre sur le site de Tiegezh Santez Anna)*
.....

*** D'ar Sul 24 a viz Gouere**

Oferenn en enor da Sz Anna da 11eur e Lann Anna lidet gant an Aotrou beleg Iwan Brient

Goude an oferenn : digor-kalon ha da c'houde, evit ar re o devo c'hoant, tinellig tennet eus ar sac'h

3 eur d'abardaez : Gousperoù Santez Anna

*** Dimanche 24 juillet**

Messe en l'honneur de Ste Anne à 11h célébrée par l'abbé Iwan Brient

Après la messe, apéritif suivi, pour ceux qui le désirent, d'un pique-nique tiré du sac

15h Vêpres de Sainte Anne

*** D'ar Meurzh 26 a viz Gouere**

6 eur d'abardaez : Gousperoù Santez Anna

Ha da c'houde tinellig tennet eus ar sac'h

*** Mardi 26 juillet**

18h Vêpres de Sainte Anne

Suivies, pour ceux qui le désirent, d'un pique-nique tiré du sac

Arabat termal da zont gant **gwiskamantoù ar vro** a vo benniget en deizioù santel-se!
Gwiskit an Den Nevez en Hengoun ho pro!

***N'hésitez pas à venir en costumes de votre pays qui seront bénis en ces jours !
Revêtez l'Homme Nouveau dans la Tradition de votre pays !***

.....
*** Troiad Feiz ha Stuzegezh, d'al Lun 1^{añ} Eost ha d'ar Meurzh 2**
gant un nozvezh e Gwareg. En em enskrivañ a-raok ar 27/07.

*** Excursion Foi et Culture : Lundi 1er août et mardi 2 août,**
avec une nuit à Gouarec. S'inscrire avant le 27/07.

Deuit da drugarekaat ha da erbediñ evit Breizh Santel!
Venez rendre grâce et intercéder pour la Bretagne Sainte!

**E Lann-Anna, ti a bedenn
er Menezioù Du e Kernev
A Lann-Anna, maison de Prière au cœur
des Montagnes Noires, en Cornouaille.**

***Tiegezh Santez Anna*
Lann-Anna
Ar Vouster
56110 Roudoualleg**

Pgz : 02 97 34 54 97

lann-anna@hotmail.fr

<http://tiegezh-santez-anna.bzh/>

[Facebook.com/Tiegezh-Santez-Anna-1424640947774479/](https://www.facebook.com/Tiegezh-Santez-Anna-1424640947774479/)



**Evit ma roio Breizh he mouezh dibar e
*Kan ar Poblou***

**Pour que la Bretagne élève sa voix dans le
Chant des Peuples**

Bez e c'hellfe bezañ kemmet an amzeriadur en abeg d'al labourioù e Lann-Anna. Teurvezit mont a darempred gant ar Vreuriezh evit ma vefe kadarnaet an euriadurioù. Trugarez da genderc'hel da harpañ Tiegezh Santez Anna gant ho tonezonoù.

La poursuite des travaux à Lann-Anna pourrait occasionner des modifications à notre emploi du temps. Veuillez à joindre la Fraternité pour avoir confirmation des horaires. Merci de continuer à soutenir Tiegezh Santez Anna par vos dons.